

YOD-KERCH'

A LAR "KAOCH" DA HERSANT !



2LUR

Niv11



DIENEZ EUSA





MIRC'HIER AN NOZ
A GLEVAN O TONT
D'AN DAOU LAMM-RUZ



EVEL MERC'HED YAOUANK
O C'HOARZHIN E-KUZH
E-TOUESK ORJAL-DREIN.
EK AL LANN
WAR TORMAODOÙ
KADORAN

LÂBOUR EVID AR BOUBL



MAG'HAÑ A
MOUSTRAÑ A
REJONT GANT O
C'HARNOÙ DIR VA
ZAMMIG DOVAR
DIN, PARKOÙ LERN
HA PARKOÙ ZINI,
PENN AR PRAD
LEC'H MA PEURE
VA
C'HOARIELLOÙ,
VA C'HOANTOÙ,
VA ZASMANTOÙ,
VA ORBIDOÙ
DISEBLANT-KAER
O TASKAGÑAÑ E
PRAD AN
DREMENED
HAG
AN
DAZONT

WARC'HOAZH E VO LIDET GANTO SAKRAMANT AN
HUÑVREOÙ

MODERN, BLOT EVEL AR PLOM, UR
MOUSC'HOARZH
GINET WAR O
CHAGELLOÙ
DIZANT.

KLEVET E VO O
C'HAN EUS KALVAR
PENN AL LANN
BETEK BERED
AR PERN....




LOCH GWELTAZ
A DREGERNO
GANT O YOUCHADENNOÙ
DIVALO.

BEUZET EM EUS
VA GLAC'HAR
DA SKLEUR AL
LOAR

E PORZH PAOL
PE E PORZH
LIGOUDDÙ
M'EUS MUI SONJ.

HA DAÑSET EM EUS
BREC'H OUZH BREC'H
GANT VA SKEUD
WAR AR PONT
KAMM
A-US DA
STANK AR C'HLAN



AN AVELIOÙ RIP HA FOLL O REDEK DIROLL
WAR GARREG YANN AR GWENN A RA UL LAMM WAR
O FENN...

WAR ROC'H AR C'HEFELEG
EM EUS SEC'HET HE DAELOÙ
O VONT DA VRUZHUN
GANT VA FOKOÙ GARV



HE C'HORF GLEB HA BLOÑSET GANT AR BILI FALAKR
A OA DEZHI HA DIN....



WAR ENEZIG
AR BEGEG HE
DEUS LAKAET
HE DILHAD DA
SEC'HIÑ,
AR SKOURRIGOU
MISTR HA DIBAUT
DAM-WISKET
MA OANT NE
SPONTENT DEN
EBET..



WAR AR
YOUCH VEUR
EM EUS HE
C'HARET HI
HAG E DAOU-
LAGAD
BEURLEG,
GANT E-LEIZH
A-VLEUNIOÙ
EM BOUTOÙ,
AR

CIHEMENER EM BIZ TROAD KLEIZ HAG UR SKANTENN
STAEN EM C'HORZAILHENN.


♪ POKIT DIN MA ♪
DOUSIG, ME A BOKO
DOC'H, LARIT KET
D'HO MAMMIG 'PEZH
A'M'O GRAET
♪ DOC'H!



WAR ENEZENN KELLEREN HE DEUS KONTET DIN ISTOR
AR BUGUL BAGOL, KOLLET GANTAN E SKIANT A GANE
D'AR BRINI HAS A C'HALVE AN HOUDI



E KÊR RADENEK
EM EUS HE EUREDET
HA NE VOE TEST EBET
D'HON TORFED.



SIZHUN AR
BRIEDELEZH A
DREMENJOMP O KLASK
BEGOÙ-BRAN WAR
KERREG AR C'HORZ

MERVEL A
REJOMP GANT
AN NAON



BARR HEOL WAR MOON , FEIZ HA BREIZH

Setu 'ta bec'h war an iliz kristen o welout un iliz all "l'église de la réunification", oc'h ober berzh: 500 den bennak e Bro c'hall 30000 rastellet en U.S.A. ha tost da zaou villion er bed a-bezh. Daoust ma n'eo ket kalz tra e-kichen ar milionou ha milionou a dud kristen, nebeutoc'h a ziskibien hag a glianted evit ar Pab.

"Gwalc'het e vije o empennoù" da ziskibien MOON dre impli jout ar psikologiezh, mekanikoȗ enrollañ magnetek, hag all... Ema an iliz kristen ha kristenien o rebech an dra-se d'an iliz moonel !, an iliz kristen hag a vadez ar vugale vihan nevez ganet hag a "walc'h o empennoù" dezho gant ar c'hatkekiz adal ar mare-se, a vrev hag a zistruj o spered kenkoulz ha iliz MOON.

Zoken ma n'out ket kristen e klevez dalc'hmat ar Pab hag e ziskibien o kelenn dit penaoz ren da vuhez. Hag e klevi iveau pep sadorn ha pep sul galvadennoù an iliz d'he izili evit an oferenn. Kentoc'h evit ar c'hleier euzhus-se, perak n'e gas ket an iliz un tamm paper dre ar post evel ma ra an holl strolladoù all (politikel, spoortel pe moonel) pa reont ur meeting.

Ha perak eo ret deomp asantiñ gwelout kroazioù savet e pep lec'h war an hentchoù war ar maez ? Pa vez draihet ha diskaret unan anezho ne vez klevet komz :met deus vandalerezh.Pep hini en deus ar gwir da grediñ en e zoue.M'o deus ar gristenien ar gwir da grediñ en o doue ha sevel kroazioù hag ilizioù war-wel e pep lec'h,o deus iveau an nanngristenien ar gwir da grediñ en doue ebet ha d'hen lavarout en ur ziskar kroazioù.

Ur souezh all ! Labourat a ra darn eus an iliz moonel 16
eurvezh bemdeiz gant ur goapr dister, keit m'ema an tad MOON o ren ur vuhez
a arc'hant. Setu koulskoude pezh zo heñvel mik ouzh ar Pab hag an iliz pin-
vidik mor o sermoni eo arabat ankouaat ar re baour hag ar re divoued.

Koulskoude ema ar Pab rener an E.N.I. a ra war dro ar petrol
an armou hag ar boued chimik, hag aksionaer e ti Fiat, Montedison ha Faema.

Ha liammet vefe ar C.I.A. hag an iliz moonel !Anti-komunour eo Moon hag e soñj a zo adunvanian ar C'Horea en ur diskar gouarnaman komunour an norz ha skoazellañ rener ar su, ar soudard Park. E-pad afer ar Watergate iveau eo bet harpet Nixon gant an iliz moonel a lare e oa bet dibabet Nixon gant Doue hag e oa d'ober gantañ rener an U.S.A.

Ac'hanta kristenien ! daoust hag-eñ n'ema ket an iliz kristen o skoazellañ an holl gouarnamantoù faskour er bed a-bezh ?Daoust hag ankouet peus distruij-tud an "inquisition", hag an trevadennerezh gant ho iliz ? H ag ankouet peus ar c'hardinal Spellman o roïñ e vennoz da

soudarded U.S. a lazhe popl komunour ar Viet Nam.

Martreze en deus klevet unan bennak ar C'Hardinal Marty o prezegenniñ a-enep da goñvers an armou. Setu ta ur gavadenn gant Marty ! Bloavezioù ha bloavezioù zo eo diazezet an darn vrashañ eus koñvers diavaez Bro c'hall war hini an armou, ha Marty hiziv a ra van da vezañ feuket.

Heñvel eo ideologiezh relijion MOON ouzh hini ar re all. War an douar patatez-mañ n'eo an den nemet ur vuzhugenn ha Doue e vestr. N'ema ket holl ar buzhug tre war ar memes renk koulskoude. Darn a zo a renk uhel ar Pab da skouer. Ret eo sentiñ outañ:arabat en em vrallañ pe fouzhañ nemet pa vefe aotreet gantañ.

Ar re a glasko en em zieubañ a gavo dalc'hmat an ideologiezh-se hag un tamm doue bennak dirazo. Evit bezañ, evit bezañ hon mistri deomp hon-unan, hag evit bezañ mestr war hon buhez eo ret deomp kas da get an holl doueoù-se.

Ha c'hoazh, n'eo ket an istrogelled Moon, Krishna, Guru pe ar Pab tud dañjerus. Digresk a ra niver ar gristenien, met deskadurezh ar relijion a ra berzh bepred, ha dañjerusoc'h eo se. War dachenn an dimeziñ da skouer : ret e vefe fouzhañ nemetken evit ober bugale, ha chom feal an daou bried ur vuhez-pad, hervez an Iliz. Rabelais a lare pell 'zo : "Il n'y a qu'une antistroph entre femme folle à la messe et femme molle à la fesse".

Ur rumm beleien all, heugusoc'h c'hoazh, zo o niver war gresk er mare-mañ : beleien eus an tu kleiz, pe gochist, pe broadelour e Breizh. Sañset e vije e Breizh ur "bas clergé proche du peuple et progressiste" (Libération), dre ma 'z eus ul Lebreton bennak toullbac'hет gant ar flied gwech ha gwech all. Gant seurt sorc'hennou vez lakaet a-gostez ideologiezh ar relijion hag em-zalc'h an Iliz, a dalc'h an dud suj hag a vir ouzh al labourerien wasket soñjal en un dieubidigezh war an douar-mañ.

Ha p'eo bet kaset ar skrid-mañ gant ar Bab da France o vervel : "Confiant dans le Seigneur, nous suivons les bulletins concernant la maladie de votre Excellence, à qui nous renouvelons nos prières ferventes invoquant l'aide divine, et réitérons de tout notre coeur notre bénédiction apostolique réconfortante." (La Croix). N'em eus ket klevet na gwelet skrivet neblec'h e oa bet dislavaret al "leader" brudet Paul VI gant beleg ebet deus ar "frange progressiste du bas-clergé breton".

Deuit ket da gontañ kaoziou din diwar-benn Camillo Torres pe un istrogell all heñvel outañ; pe neuze lavarout din e vefen a-enep d'an Iliz ha d'ar relijion en un doare divoaziet, didalvez ha genaoueg, stumm XIXet kantved. Genaoueg ha didalvez

eo kentoc'h an hini a ya d'an iliz da lidan un overenn ha plegañ e zaoulin dirak un tabernakl goullo. Ober van da vezan gouzañvus a ra bremañ an iliz kristen hag ar g'ristien, met ne c'housant vont ket koulskoude ar re na blij na doue na relijionou na beleien dezho.

Ur skouer deus diskoulmoù kudenn ar feiz hag an iliz a zo bet roet deomp e 1917 ha 1936 pa oa an ilizioù ha manatiou o teviñ kostez Petrográd ha Madrid. Na drist evit an douristed trelatet gant an arz breizhek.

Dalc'homp soñj iveau deus respont Bakounin da Voltaire : "Ma vefe un Doue e vije ret deomp kas anezhañ da get" ha deus pezh a lare Sade daou gantved zo :

"Condamnons à être bafoué, ridiculisé, couvert de boue dans tous les carrefours des plus grandes villes de France, le premier de ces charlatans benis qui viendra nous parler encore de Dieu et de religion (...) Je désirerais qu'on fût libre de se rire où de se moquer de tous, que des hommes réunis dans un temple quelconque pour invoquer l'éternel à leur guise, fussent comme des comédiens sur un théâtre au jeu desquels il est permis à chacun d'aller rire ."

AR POENSER

Ar goañv eo ha riv am eus em gwele
Diouer koad ne vo ket tan en oaled
Met izili o vorziñ etre al liñselioù

Dremmoù skornet an dud er straed
O klask analat en aner
Ehan ar gwad 'n o gwazhied

Blev kevnid oc'h eren korfoù difiñv
Kroc'hennou louedet eskern merglet
Diwar breinadur ar pemdez

Klask a-rin diwadañ ar gerioù
Disec'hant stêr an didrouz
Flastrañ gor ar wirionez

Met ne ouelin ket d'ar vuhez o deus laeret diganin

Joran ar Grug

...Ac'h digaset bew
en ur boked turkian
ital an taboulinou boud..
Hei sperejou va breudeur
Kant nozvezh zo tremenet..
stok stok
med
na yudit ket e-gis-se
war-lerc'h va skeud penfollet
stok stok al loar zo aet diroll
.hag an oabl zo krevet us d'an ti
..E VELL-KEIN ARDIVINKEL A DREUZ VA DOR.....

Toull-dor va huivre zo stanket
Ur gountell lemm en e vegel..
vel un ejen er gigeri
vel orañjez Spagn taolet er pri...

Al lomber en hollved a zo draihet
Strak kanevedenn
-Kraofiv a stak en daouarn amoniaket-

stak kanevedenn-gaïv
stak ha torr...

..Torr ..torr torr
 torr ken e vehi torret...

karrezok out
Hollved...

ha me a ruilh
ruilhafñ !ren a-stokadoù
brallet divrallet ..
..digaset bew a-blom ar voger
stok stok Hollved Ac'h
Rodoù houarn en o red foll
o-deus ruziet an erc'h !tro al lomber
hag ar gwez pintet war an torgenn
hag ar gwer a lintre war an ti-bank..

Torr torr
stok ha torr
vel ma torran
ar viou kaledok em daouarn

Torr da re dit-te i'e
torr anezho
..A-hend all ez out kollet, va breur.....

JOB KOUKOU

gant Jef Philippe

N'eus ket gwall bell zo c'hoazh, e rede dre gwaremmoù ha benodennou hor bro ur ,ouenn a dud ha ne heulie ket lezennoù an holl klaskerien vara, kesterien, balegantourien a bep seurt, a bep liv, hir o c'hreun ha lemm o zeod ganto; stleñjal raent, e kement seurt kraou pe vern plouz e-lec'h 'kouskent, ar c'hwenn hag al laou dastumet war o zilhad e krevier all.

Keleier nevez e tigasant iveau, ha 'tre daou vegad a gig sal, 'tre div werennad sistr trefik, e ouzent diduiñ tud an ti, bras ha bihan, ha se a oa o brasañ plijadur: bezañ gant tud en-dro dezho, e korn an oaled, e-lec'h ma c'hellt diskornañ o zreid, rifsañ o c'horzailhenn, ha ober un tommañ d'o c'halon. Rak an dud gouez-se, pa vezent skuizh o taremprediñ lern, konikled, ha kereled, e rae vad dezho kuitaad al loustoni un tammig, en em zoñvaad ur pennad, kement ha kemer perzh en un tiegezh bennak, evel tud diouzh an ti.

Gwech-gwechall, pa vije ezhomm un dorn evit ul labour apart bennak, e vije miret ar foeter-hent daou pe dri deiz, ha gant an tamm pekenn moneiz e vije roet dezhafñ en tu all d'e voued, e c'helle ar c'hanfard mont betek ar vourg d'ober un torr-sec'hed, stegn e gof, ur chupenn vat war e gein ha plouz fresh en e votou.

Etre ar gevier hag ar gwirioneziù klevet ganto, kuit da gontañ lerbj, o rimoustaïlhou hag o c'hontadennou, e talvesfe ' boan skrivañ ul levr war kement seurt hini oa anezho. Da c'hortoz se, mar peus ar basianted da selaou un tammig e kontin deoc'h, avat istor unan hag en deus bevet etre Kergrist-Moelou ha Mael-Karaez n'eus ket keit-se.

§ § §

Bezañ 'ra ugent vloaz 'zo, e parrez Mael-Karaez, e oa un den ha ne oa ket bras. Erruet 'oa war an oad, hag e vicher 'oa ober tro ar c'herioù, 'n ur skubañ ar porzhou hag ober skubelennou. Ne yelae ket en holl dier, rak a-wechou en dije disfiz diouzh tud 'zo, hag aliez, e lec'h e damm bara, e vije kaset ar chas dezhafñ war e roudoù.

En ur erruiñ, e c'houle :

"- Mont mad 'ra an dud amañ ?"

"- Ya-da, Job ! Erru oc'h ! Pell 'zo n'hor boa ket bet gwelet ac'hanoc'h !"

- O nann ! 'lare Job. Me 'm eus kalz a dud da welout.
- Ya, Job, 'velkent ! Ret 'vez deoc'h gwelout ho mignonned !
- Eveljust ! Met poent bras ! oa din dont amañ, 'm eus aon, ra k ne vank ket 'labour war an dachenn, ha lous brein eo ar porzh !
- Ya 'vat, Job ! N'hon eus ket amzer da gempenn an traou !
- A larit ? Met, war a welan, da valbotal ha da gomerezat ho peus amzer a-walc'h !
- Ket kalz, Job ! Labour !vez d'ober !
- O ya, ya ! Se avat, ne vank ket !
- Ac'hanta, Job ! Deuit da zebriñ un tamm ganeomp, ha da evañ ur chopinad 'sistr !
- A galon vat ! Se a rin a-walc'h bremañ rak ur pennad mat a hent 'm eus graet ar mintin-mañ.
- Gwir, Job ? Diouzh a bell emaoc'h o tont neuze ?
- Pell a-walc'h, ya-da !
- Hola, vat, !ta, Job ! Ha penaos e kerzh an traou en tu all, du-se ?
- O, lare Job, mont a reont mat".

Ha Job a gonte an doareoù da dud anti, evel ur gazetenn.
Met a-wechoù e konte gevier d'an dud :

- "- A, ya, Job ? Petra, n'eus netra nevez e ti Chann ar C'hoent, du-se c'hoazh ?
- Petra, lare Job, eo avat, peogwir a zo ur verc'h vihan en em gavet eno ! Hag erru bras !
- Hola !vat ! N'hon eus klevet netra !
- C'hwi 'soñj deoc'h e klevit an holl vrudoù ?
- Fe, dam, ne reomp ket, me gred ! Setu aze 'pezh n'hor boa ket klevet c'hoazh !"

Dre ma zalc'h an dud goulennata anezhañ, da ziwezh e lare Job ar wirionez dezho. Pa vije savet an dud diouzh taol, e yae Job da glask briñsou ha banal d'ober e skubelennoù, ha da naetaad ar porzh.

§ § §

Un devezh en em gavas du-mañ, hag aet da lared penaos e oa bet eveshaet ar saout en ur plas bras.

- "A, Job, 'm boa laret dezhañ,, se zo ur vicher vrap evidoc'h !" N'en doa ket respontet netra. Met erru er maez:
- "A, laras, tud klask bezañ mestr war an dud all, ha n'int ket awale'h evit bout mestr d'o unan..."

Ne blije ket an dud reuzius, an teodoù fall d'ar c'hlaſker-bara.

Hag iveau, pa n em gave e-lec'h vije ur plac'h vihan nevezc'hant, e c'houle Job diganti:

- "Mont mat a ra ar goukoug vihan ?"

Se zo kaoz ma oa bet anvet Job Koukoug.

Un devezh en em gavas gant un den a vije troc'haf brug e Melez Gelleg e-pad ar bloaz, ha lezanvet Chamberlain--met e wir anv oa Frañsez ar Menn--. Hennezh a vije o chom en un toull men-gleuz er menez. Ha Job en doa bet ur gamizolenn digant unan bennak ha roet anezhi da Chamberlain; Kavout a rae dezhaf dont e-giz-se da vezaf kamalad bras d'egile. Hag en ur vont etrezek ar Gelleg, e laras Job dezhaf :

- A, Frañsez, an hini a ra Job Koukoug ouzhin ha Chamberlain ouzhoc'h a zlefe bezaf lakaet er prizon !

Met ne oa ket echu e gont d'ar mare ma oa e dreid da grec'h...

- "Mar sofij deoc'h m eus ezhomm eus ho traou !" e laras

Ha Job a oa fallgalonet o tiskenn ar venodenn, o sofjal ne oa netra d'ober gant hennezh, ha kennebeut evit kavout kamaladed.

Ur wech, pell goude, e tigouezhas e bourg Mael pa oa an dud o vont da gofes a-raok ober o fask. Hag unan da c'houlenn gant Job ma ne rae ket e bask...

- "O, eme hemañ, deus pelec'h 'afen en iliz, pa n'em eus ket dilhad da lakaat ?

- deuit ganin, Job, ha me roio deoc'h

- Ma ! " laras

Hag e yelas da wiskañ dilhad all. Ha da gofes.

Pa 'ma erruet e dro e yelas er gador-gofes. Hag ar person c'houlas digantañ mar doa graet kalz a bec'edou.

- "O ya ! 'laras Job. Laeret 'm eus un tamm bara ha kig da Loeiz, ur grampouezhenn da Varc'harid, un tamm patatez da Gatell, ur chounavedenn da Berin ...

- Tra-walc'h ! 'laras ar person, spontet. Disoc'hit bremañ, rak ahend all n'az po ket echu 'benn hanternoz ! C'hwi laro tri bater ha tri ave evit ho pinijenn. Ha 'benn arc'hoazh da vintin e teuit d'ober ho pask".

An deiz war-lerc'h da vintin e teuas Job d'ober e bask gant ar re all. Met pa 'mañ aet ar Person d'ober e brezegenn, emañ degouezhet dezhaf laret "ne oa ket nad d'an eil tapout madoù egile,

na kener traou e ti unan da gas da di unan all".

Job en doa kemeret se evitañ, siwazh ! Ha da hopal d'ar person :

- "Lardinenn daonet !"
 - "O, 'laras an hini oa en e gichen, ne vez ket respontet ar person e-kreiz e sarmon !"
 - "A nann ! 'laras Job. Ha hennezh en deus ar gwir da zisreñvel ar pezh am boa laret dezhañ ?"

Ha Job 'maez an Iliz, feuket ha fuloret.

Ne yelas ket d'an iliz na memes da di ar person. Er vourg, ne daremprede ken nemet ti an archerien, da gas skubelennoù dezho ha da skubañ o forzh.

§ § §

Setu aze ar pezh a rae Job Koukou etreiar c'heriou; met ur maro trist en deus bet.

Kavet 'oa beuzet e Milin Big. Doue d'en bardono. Amen.

Notenn : Ur gontadenn-mañ, kontet din gant Jean-Louis Rolland eus Kergrist-Moelou, a zo gwir a-bezh, hag em eus laosketanezhi, nemet er penn kentañ, evel m'eo bet kontet din.

EMBANN ADURIOU KOMZ HAG ARZ BREIZHEK

-	Krouidigezh ar vaouez	(danevell)	34 p	3,00	1
-	Barzhas Yod Kerc'h	(barzhonegoù)	46 p	5,00	1
-	Ur Saga Pagan	(Bandenn dreset)	36 p	6,00	1
-	Konchennoù		48 p	5,00	1

Goulenn ar re teus ket c'hoazh, ne chom ket mui ur bern deus outo !

Setu ar chomlec'h : Komz hag arz breizhek

B.P. 1305

Rennes Villejean

35000 Rennes

Yod kerg'h niverenn II

Rener Tudu Huon

Moulet en "Atelier d'expression graphique", club Leo Lagrange Roazon
N iverenn C.P.P.A.P. : 56577

Diskleriet hervez lezenin tredie trimiziad 1976. 700 skouerann

AN HANV O VONT E-BIOU...

BRETON CENTRE

/ : Kof reut, lagad bliw, blew diskrabodet, ur sac'h
kein gant ur gwenn-ha-du, setu ar Breton e Dulenn.
Etre ar Post office, Ti Guinness hag O Donoghues emaoe'h
sur da gavout anezhañ. O Donoghues? un davarn lec'h zo ton
ha son bemnoz. E-pad an hañv voc'h sur da gavout ur breizhad o
koeñviñ beb metrad karrez. Deus Rostren vo pe deus Gay street. Rak
bez zo Bretoned yaouank e Dulenn; krouet o deus ur Breton Centre du
hont. Kit da weled anezho ha degasit chouchenn ganeoc'h !

CEILI BRITANNACH

: Sonerien ha kanerien, a-benn yafec'h da Iwerzon
skrivist d'ar Breton Centre, Hanaville road, Terenure
Dublin 6. (an niverenn 10 nag eo /). Festou noz vez ao-
zet du hont hag ezhomm zo trouzerien mod kozh ha nevez evid
lakaad an Dulenniz da anavezout trac'h all evit Stivell.

CHEKENNOU BREZHONEG : Ur wezh e oa e Bro Naoned un den hag a oa e
soñj lec'h ma ar vi gant ar yar da vare Kellig an
Hañv. Oc'h ober ur chekenn a 104,57 lur edo ha eñ diwar
jedifî e brezhoneg mad a skrivas dek mil lur pevar c'hant seiziñ
sañtim ha hanter kant. E vank deus Naoned da follifî eveljust o
lared dezhañ ne yae ket ar sifroù gant ar pezh oa skivet ! Tud ar
bankoù a oar brezhoneg : ur bloaz zo e zo bet kroget gant skrivañ ar
chekennou gant tud Skol an Emsav, nikun zo bet nac'hет betek-henn !
C'hwi oar petra chom deoc'h d'ober !

TAILHOU TELE

: Paotred an tailhou zo tagnous er mareoù-mañ.
Muioc'h-mui a dud a nac'h paeañ o redevañs tele.
war zigarez n'eus ket brezhoneg war an tele. Gevier toud !
Bez zo un hanter eur beb pemzekteiz. Se ra 1/600 vedenn eus
an abadennoù e brezhoneg. Paeit nemet 1/600 vedenn eus an tax, se
zo reizh. Se ra war dro 30 santim voc'h ket rivinet. Voc'h ket ho
unan kennebeut rak graet vo ur c'homite da zifenn ar re e-giz Youenn
Gwernig o do bet ar blijadur da zegemer an urcher. Ha ma tigouezh ganeoc'h
bezaf emmerdet skrivist deomp pe da gelaouennoù all. Ha kaoc'h d'ar per-
septour !

PAGANACHOU

: Ar brennig zo speredekoc'h 'vit an dud
pezegwir e stagont d'ac'h ur garreg hep he c'hloazañ
ha n'e ket bet gwelet morse
diw vrennigenn oc'h en em gannañ.

RECHETADENNOU
.....

Laret vez, laret vez...he he
Me zo ar bleiz, me zo ar bleiz
Laret vez....laret vez...he he ...

Me blij din lonkañ

Med lonkañ ra
ro poan-gof
zegas

Laret vez...laret vez
Me blij din ar merc'hed
Med buan e vezer skuizh gant ur plac'h
ar merc'hed

Laret vez, laret vez
Med ma...
Laret vez, laret vez
Pad ur pennadig, pad ur pennadig

P'ema roudou heol o steredenniñ
P'ema tres roudou o tresañ un heol

Sklaerijenn ha tefvalijenn ouzh al lein
Sklaerijenn a gelc'hiadoù takajoù
Sklaerijenn gris er c'hreiz
Er c'hreiz...c'hreiz...en da greiz

Ha me war al lein
A-c'hwen va c'hein

Rechetadennou
Rechetadennou oraijez-ruz-gwenn steredennou enno
Steredennou saourus ha bouedus evel da vesklenn
Rechetadennou war al lein
hag enno ur paotr mezv
ur paotr mezv er rechetadennou

EXOMIS UN
FARMIE
SIOU LOCH!

RAS ME COMFO DECH!
UN AFER RODAS JOS

UN AFER BIBLE

DA 700, C YER MOUHOON HUAN HEEL
A DIMIT ANTA MIIJU

APPRENEZ
LA ROUTE
A VOS
ENFANTS!
Koin Koin

VOTIT
UDB
(arwech
a ceu)

7.30, C GLASATAN CORACK & DISJUND
(SKRIVNGNER DISHAWU CUSSET)

NANKOUG KET
PEUS PEDET SISKAN
DA MONT DA ZIGW
OILUN SINET: MA-UHU

7.45 SETU ENI WAR EIGHT & LABOUR!

7.50 UB C'HOORONK BENYAKOO

BRAMM!
BRAMM!
BRAMM!

BAMM!

123



8.05 SETU & VIEHLIG

CHEZ HENRI
NOCES ET
BANQUETS

BA KREDIT AG'HANON, REP GO SOUT
STABTU

BEUK!

← ROCK TRAVOUON!!!



AN DIMEZHUOO

OMA PEUS AMSTERDAM
DA GOLLS POSSIBL
VO DEOC'II AWGLOU
BINGHAM CTRE
KARAVES HE
KARAVES HE

SECH'ED HOZ
PEUS? MARSE
GWIJ PO UR BAG
'N HINIR UZ